

CHANSON AR C'HAFE.

461 A a/

Var an ton ancien.

TOSTAIT oll, tud yaouanq, da glêvet ur chanson
 Zo composet er bлоa-mâ gant sujet ha réson ;
 An eserezet Cafe hac an eserien Guïn
 O deus bet grêt qement-mâ d'ho laqat da c'hoarzin.

Ar Guïn a zo ul liieur zo formet gant Doue,
 Hac a voa bet transplantet gant hon Tad côs Noe ,
 Nonpas evel ar C'hafe zo un dra invantet
 Gant ur vreg maliciüs eus a vrò an Durqet.

Qenta ma teuas bicoas d'ar vro-mâ ar C'hafe ,
 Ne voa nemet an Noblanç a guement en eve ,
 Ha bremân an oll gomun a ya tout da eva :
 An darnvuya anezo n'o deus qet a vara.

Bremâ me a ziscléryo ebars en abrege
 Ar Chanson-mâ composet var sujet ar C'hafe
 Etre daou den demezet pere n'em reproche ,
 Unan balamour d'ar Guïn , hac un all d'ar C'hafe .

Ebars er bлоa mil eiz cant hac unan varnuguent
 E savas ar fachiri goude Gouel an Oll-Zent :
 Ar vreg a ycas e qær gant ur boezellad ed ,
 Hac a foetas an arc'hant gant he c'homerezet .

Pa antreas er C'hafe , he deus bet lavaret :
 Me gred , evit hon arc'hant , e vezimp servichet .
 Digassit demp-ni Cafe hac ive Odevi ,
 Hac ur vontaillad Liqueur vit en em regali .

Al Liqueur , an Odevi a savas en o senn ,
 Ma comansjont da zansal o feder diarc'hen ;

Plac'h an'ed a lavaras : va arc'hant so foetet,
Me a efe ur banne , rac c'hoas em eus sec'het.

An teir all a lavaras neuze aboues o fenn :
Ret eo guelet , va c'hom er , peguement ar scoden.
An hostises , pa glêvas , d'an ec'h a zo pignet ,
Pa voe aranjet ar gont e chome c'hoas ur scoet.

An hostises a laras : m'em eus roet da eva ,
Hac abârs ma sortifot c'houi ranco va faea ;
Rac-se en em aranxit da baea ho scoden ,
Evidon-me a bromet n'ho po qet a dermen.

Ar merc'het en em selle hac o devoa poan benn ,
Pa n'o devoa qet arc'hant da baea o scoden.
Jacqeta a lavaras : me rîy va davancher ,
Ha te , va c'hom er Janned , a rîy da vouchouer.

Unan demeus an ezec'h en deveus bet cavet
He devoa foetet e vreg ar som a bêvar scoet ;
Quittât a ras e labour evit donet en qær :
Ebârs e ty ar C'haf e o c'hayas o feder.

Hac evel ma c'hantreas , en deveus lavaret :
Ha ne heus-te qet a vez , lavar , greg debordet ,
Lezel ur buguel biñi deomp-ni da lusquellat ?
An deirvêt nos eo oumân n'em eus coussqet berad.

Aze amâ em c'hichen , ha ro peoc'h , emezi ;
Qemer un tassat Cafe da dremen da anui .
Tao din gant da zour bervet : aoüalc'h e heus evet :
Qenta banue a evi , me garfe vez crevet.

Evidout-te , sac'h ar guin , te vepris ar C'haf e ,
Ebars en hostaliri e vez cavet nos de :
An arc'hant a c'honees tout etro pad ar siun ,
Ne zeus qet re anezo da gaout Guin ha Butun .

Jarnicoton , emezân , breinân ni raï ar bal :
Goude foetta va danvez , donet d'am c'haqetal !

Dre brontitud ur vazad a roas d'ar vreg qes ,
Ma tiscaras d'an douar Cafe , Dien ha Les.

Ar merc'het a lavaras o feder assambles :
Manget oc'h eus , va mignon , mont da sœi ho maoues ;
Squillet hoc'h eus ar C'hafe , c'houi a renq e baea ,
Pe bremâ souden vantan ni ya d'ho tisvleva.

Ar pedér blac'h animet a saillas varnezâ ,
Hac an hostises ive evit e zisvleva :
Treinet e voe dre an ty , e zillat voe roquet ,
Hac e vrec'h betec e scoa gant ar C'hafe grillet.

Evel ma c'hallas achap , e commancas redet ,
En ur sellet var e lerc'h evel ur c'has fouetet .
Darbet ê din , emezân , cazi coll va huc :
Me garfe e ve beuzet ar merc'het er C'hafe .

Etrezoc'h , goaset yaouanc , dioüallit ho crague
Pa zint da verza amann , na hentfent ar C'hafe :
Ar C'hafe so debochus , dre ma zê mad ha douç ,
Hac a ro tentation d'an oll merc'het lipous .

Dre ze hoc'h avertissàn , ezac'h eus ar c'hontre ,
N'it qet da glasq ho crague , ispcial d'ar Chafe :
Mar hoc'h eus guers boutaillad ebars en ho codeil ,
Qerzit d'an hostaliri da velet Yan Vourdel .

Pa ven en hostaliri gant va c'hamaradet ,
Ur podat güin em c'hichen , ve contant va speret ;
Arca eta , mignonet , evomp peb a vanne ,
Ha canomp oll ur Chanson var sujet ar C'hafe .

Ar C'hafe a ra demach ebars e peb canton ,
Ha mar dê qer an amann , ne dê qet hep rôson :
An dien a ya ennâ bep guella eus al les ,
Ha ni entrezomp , goaset , a zêbr hor bara sec'h .

Ni peurvuya , Canerien , a vepris ar C'hafe
Ze so cos ma reprenomp ar merc'het ha grague ;

Ar Guin, pa er c'hemerer gant moderation,
Aro courach d'ur C'hancer da gana ur Chanson.

Poent e cavàn finissa , amplic em eus comzet :
Efit ar seurt a guerfot , me ne sourciàñ qet ;
Efit Guin , efit Cafe , Liqueur pe Odevi ,
Mes dioüallit absolu da gavet fachiri.

Fin.



CHANSON NEVEZ.

Me meus choaset ur Vestrez a Escopti Treguer ,
Mar vrava crouadures formet gant va Zalver ;
Ia, ne zeus nemert-hi dindan ar firmamant .
Aguement a vez crouet herves va zantimant.

Me zo ur C'hloarec yaouanc o poursu va studi ,
Am eus lezet va leoriou , lajet em fantasi
Da garet ur semelen , fleuren an oill merc'het ,
Un objet fur ha parfet , gant an oill admiret .

Qenta m'am boe an enor , va Mestres , d'ho quelet ,
Evoa e Bêret Plunet goude an Ofern-Bred :
Eno tre e remeqis ho crac hac ho fécon ,
Ho qenet , hac ho speret , hac ho perfection .

Ho taoulagad a verve evel an eol ardant ,
Ho tiou jot ru , ho tal guen evel un diamant ,
Ma teuis da lavaret em c'halon , em speret ,
Evoac'h un Æl evurus eus an En disqennet .

O cessit , Cloarec yaouanq , ô cessit da barlant !
Gonet hoc'h eus va c'halon gant ho comzou charmant ;
Goneet hoc'h eus ar victor , ha me a vo qiriec
D'ho caret a vir galon gant enor ha respect .

Un de voan o pourmeni gant ur galon gontant,
 O sonjal em Mestrezic, un objet excelant,
 Pa glêvis aziouc'h va fenn ur voez o lavaret:
 Ret ê servicha Doue, iest ho myua caret.

O pebes moez a glevân, va Doue-oll-buissant,
 Pehini drompl va speret ha va ententamant,
 O prononç din un arret a separation,
 O Doue, pebes glac'har ha desolation!

Muya tra ami gra nec'het hac a ra chagrin din,
 Eo clevet al lapoûsset o cana a us din,
 Ma larout din a ur voez : heuillomp ar C'hloarec qez,
 Ha tachomp d'e gonsoli befec ty e vestres.

Venus, Mam da Guipilon, Roue ar Bayanet,
 Pehini a zistruje an infideliqet,
 A bedân da scuill varnon pep sort punition,
 Mar manqân-me d'ho caret, va douç, a vir galon.

Mar dê Doue a gommard, Cloarec, oboisset,
 N'en n'eus netra refusabl da Redemptor ar bed;
 Bremâne a vel patant caret zo dinatur,
 Carout hep beza caret a zo displijadur.

Bonjour dêc'h, va Mestrezic, bonjour dêc'h a larân;
 Cetu me deut d'ho quelet vit ar vech diveân,
 Da brononç dêc'h un arret a separation,
 Nemedoc'h am soulachfe, ranna rai va c'balon.

Autrou-Doue, va Doue! petra rin-me bremâne,
 Dilezet gant ar bed oll, gant va douç da guenta!
 Bremâne a renq ober evel an dursunel,
 Pa ve collet ganti he far, en emi les da vervel.



CHANSON NEVEZ.

Var ton : *Ar Meliner.*

AR GOAS.

DE BONJOUR dêch', va douç Jannet, an daelou em
daoulagad;
Cetu me deut c'hoas d'ho quelet qent sonjal dont d'ho
quittat,
Qent quittat an nep a garàn mui guet qement tra so'r bed;
Pebes calonat evidon, goude beza re garet!

AR PLAC'H.

Meurbet ez on-me estonet, den yaouanq, ous ho quelet
Sesisset hoc'h eus va c'halon ous ho quelet quer mantrès;
Arrêtit, sec'hit ho taelot, ha discléryit franchamant
Petra sinifi ho comzou, petra è ho nec'hant.

AR GOAS.

Ho temeuranc sur, va mestrez, zo em c'halon quer parf^e
Qen na ouffen-me birviqen e lemel dious va speret:
Rac c'houi noc'h eus nemet mepris ha neprisanq evidon
Ansavit bremâ hep fentis ha m'en em glêm hep rôson?

AR PLAC'H.

Me voare ezoc'h rentet captif certen d'an amourouste
Dre moc'h eus laqet ho speret da re garet un objet;
Un den yaouanq a dle beza mestr absolu d'e galon,
Mes c'houi a so, var a velan, guir esclav da Gupidon.

AR GOAS.

An aour, pa ve purifiet, a dremener dre an tan;
Ha va c'halonic, va mestres, a zo hanval bras outan;
Sulvui rit ous va dilezel, sulvui ran ous ho caret,

Ha ma zoc'h ouzin quer cruel, me zo douç en hoc'h andret.

AR PLAC'H.

Da betra teut d'en em dale, den yaouanq, d'am da-rempret?

Ne sonjit mui en qementse, rentit tranqil ho speret ;
Laquit ar peoc'h en ho calon, ha sonjit enni a gren ,
P'otramant hoc'h affection am zromplo a dra certen.

AR GOAS.

Me ya bremâ d'ho tilezel evel ur Gananeen ,
Mes me a griou mui-ous-mui qen na glêfot va feden ,
Ha pa ho po va approuvet ha gouêt ha me ho car ,
E teufot neuze d'am c'harout gant ur galon hep e far.

AR PLAC'H.

Caer hoc'h eus clasq va zistrei gant ho comzou eloquant,
Rac me a vo en hoc'h enep da vijen ferm ha constant ;
Qent e tisplantfac'h ar steret demeus an ên gant ho tent ,
Evit n'o pe va distroet den yaouanq, dre nep sortent.

AR GOAS.

Pella zo demeus a amzer ec'h exrcen an enor
Alies demeus a veach , va mestrez, da doul ho tor ,
Da guichen toul dor ho calon , o clasq antreal enni ,
Mes c'hui a so qen dirêson , hac a zeu d'am refusi.

AR PLAC'H.

Pell amzer a zo tremenet ha qeit all a dremeno ,
Bigen james var va speret nep rôson sur n'ho pezo .
Me ho ped deut d'am dilezel , rac-se-ta choasit ho plac'h
Bigen james n'o qenierân credit ar pez a larân dac'h.

AR GOAS.

Evit ho contraign d'am c'haret , me ho ped da viana
Da sonjal voamp hon daou choaset gant Adam , hon
Tad qenta ;

Demens al lezen naturel am c'hontraign d'ho caret ive,
Lennet ê demp en Aviel, gout a rit se coulz ha me.

AR PLAC'H.

Eleal assur, den yaouanq, certen ho carout a ràn,
Pa è guir ho meulân bemde d'ar merc'het eus ar vro-mâñ;
Ma vijent em possession, c'houi pije'r choas anezo,
Mes evidon me a bromet birviqen sur n'ho pezo.

AR GOAS.

Preciuissa tenzor un den ê certen ur galon bur,
Qementse a zo quer guirion evel ma zê ar Scritur :
C'houi ê va zenzor, va mestrez, ha Rouanez va c'halon,
Ha mar don-me deut d'ho quelet, ê gant guir instantion.

AR PLAC'H,

Me oc'h anave, den yaouanq, evit un den drol meurbet,
Dre moc'h eus laqet ho speret da garet nep n'ho car qet;
Mes choasit un all evidoc'h a ouffe ho consoli,
Rac evidon n'allân pelloc'h chom ainàñ da ziscouri.

AR GOAS.

Ho quittat a ràn, va mestrez, pa ê ret ho tilezel,
Mes cvit se va amitie a vezò bepret fidèl ;
Poent ê demp eta conclui finissa ha lavaret
Penos ê fachus da un den carout hep heza caret.

AR PLAC'H.

Ho quittat a ràn, den yaouanq, o rei dêc'h evit qentel
Ar chomzou caér-mâ a lenner ebars er Scritur Santel:
Choasit Rouantelez Doue hac e justic da guenta,
Qent ma vezò dêc'h acordet hoc'h oll dezir er bed-mâ.

F I N.